

Emvod-Meur ar Redadeg Plañvour d'an 21 a viz Here 2017 Assemblée Générale Ordinaire

Perzhidi / participants : Jerald ar Gov, Leïla Simon, Denez Pichon, Berc'hed Kallag, Fulup Kere, Jean-Michel Sanner, Mathieu Andre, Mark Le Boité, Yvan Kerever, Virginie Louvion, Marie Helène Debert, Goulc'hen an Ostiz, Mael Thepaut, Katell Chantreau, Joël Le Baron, Jérôme Dy, Fabienne Lavigne, Azenor Kallag, Katelin al Lann, Tifenn Siret

Tud digarezet / excusés : Lors Calippe, Loic Jade, Stéphanie Stoll, Kenan An Habask, Nathalie Diallo, Bernez Kere, Yann-Ildud, Florian Lannuzel, Korin Rotach, Maze Bergot, Yann Ildut Galliou, Virgile Bleunven, Yann-Charlez Kaodal,

1- Danevelloù buhezel hag obererezh / Rapports moral et d'activité

Danevelloù kinniget gant ar brezidanted, Jerald ar Gov (bloaz tremenet) ha Leila Simon (bloaz a zeu), leun a fent hag a varzhoniezh, e oa un nebeud titouroù da zerc'hel soñj outo evit 2017 !

- ar statudoù hag ar reoleneg diabarzh zo bet nevezet ha kempennet
- un eil post labour « kargad a gehentiñ ha diorren » ar Redadeg a zo bet krouet
- 2 wech muioc'h a ezel zo er C'huzul-Merañ
- neveziñ ar mont-en-dro, kalz mennozhioù nevez en ur skipailh leun a youl , lañset 'vo ur Redadeg Kulturel gant lid 10 vloaz ar Redadeg

Rapports moraux des 2 présidents, Jérald ar Gov (pour le passé) et Leila Simon (pour le futur).

A retenir (outre leurs performances en prose et en humour) pour l'activité 2017 :

- *Rénovation des statuts et du règlement intérieur*
- *création d'un poste de chargée de communication et de développement,*
- *2 fois plus d'administrateurs dans le CA,*
- *renouveau du fonctionnement interne, plein de nouvelles idées et d'énergie, une Redadeg Culturelle sera lancée avec l'anniversaire des 10 ans.*

2- Danevell arc'hant - Rapport financier

Kinniget an danevell arc'hant gant Denez Pichon (teñzorer) ha Katelin (renerez). Diouzh an dielloù amañ-stag e c'heller menegiñ :

- **Kresk kargoù** : abalamour d'an eil post krouet dreist-holl, ar peurrest a zo chomet stabil
- **Kresk gounidoù** : a-drugarez d'ar gwerzh dafar war standoù a-hed an hañv + skoazellet ar post labour gant yalc'had ar Rannvro
- **Disoc'h 2017** : kempouezet ar c'hontoù gant 26468€ kemeret war ar pourvezoù
- **Bilañs** : digresket eo an teñsorietzh met dereat eo chomet daoust ma oa kresket kargoù 'zo abalamour d'an eil post labour

- **rakvudjed 2018** diazezet gant ur c'hresk a werzh dafar bras a-walc'h + ur c'hask kevelerien ha mesened nevez.

Rapport financier présenté par Denez Pichon, Trésorier et Katelin, directrice (cf diaporama).

A retenir :

- **hausse des charges** : liées à la création du second poste
 - **hausse des produits** : grâce aux ventes des produits dérivés sur les stands pendant l'été + l'aide à la création de poste accordée par la région
 - **résultat 2017** : équilibré par 26468 € de reprise sur provisions
 - **Bilan** : la trésorerie a baissé mais est restée satisfaisante malgré l'augmentation de coûts liés au second poste
-
- **prévisionnel 2018** basé sur une forte augmentation de ventes de produits dérivés et une croissance des partenariats et mécénats

- **Votadeg : Danevelloù ar brezidanted, hini ar c'hontou ha rakbudjed 2018 zo votet a-unvouezh.**

Les rapports de l'année, les comptes et le budget prévisionnel 2018 sont votés à l'unanimité

Dilennadeg ar C'huzul-Merañ - Élection du Conseil d'Administration

25 den d'ar muian a c'hall bezañ dilennet evit tri bloaz er c'huzul-Merañ.

Meneget eo er statudoù e vez nevesaet ar C'huzul-Merañ dre drederenn pep bloaz. Tu zo da bep hini kinnig e anv en-dro.

22 den a oa er C'huzul-Merañ. 2 den o doa roet o zilez e-pad ar bloaz, dav eo da 6 den mont kuit. Ur bloaz etre zo 2017, gwelloc'h eo chom gant ur skipailh stabil ha degemer tud nevez goude ur Redadeg. Un den a oa bet « cooptet » a vo da vezañ dilennet da vat. Un den nevez a ginnig e anv.

Ul listennad 8 den a zo da vezañ dilennet. Votet a-unvouezh.

Bez e vo 21 den er C'huzul-Merañ bremañ (roll staget). Ar burev a chom ar memes hini betek fin ar Redadeg.

Les statuts prévoient un CA de 25 membres maximum, élus pour 3 ans (renouvelables). Ils prévoient aussi qu'un tiers de ses membres doit être renouvelé tous les ans. Les membres sortants peuvent être réélus.

L'actuel CA avait 22 membres, 2 membres l'ont quitté durant l'année, 6 autres personnes sont soit en fin de mandat soit se proposent pour compléter le quota d'un tiers de sortant. Comme 2017 est une année intermédiaire il est préférable de rester avec une équipe stable, les 6 personnes se représentent. Une personne précédemment cooptée doit être élue. Une nouvelle personne entre dans le CA.

C'est donc une liste de 8 personnes qui est soumise au vote. Liste élue à l'unanimité. Le CA comportera maintenant 21 administrateurs (liste jointe), Le bureau reste le même, jusqu'à la fin de la prochaine Redadeg

**Prezidanted ar Redadeg a di da di
Jerald ar Gov / Leila Simon**



**Kuzul-Merañ ar Redadeg,
dilennet d'an 21 a viz Here 2017 : 21 den**

Kenbrezidanted	Jerald Ar GOV Leila SIMON
Teñzorer	Denez PICHON
Eil Teñzorer	Fulup KERE
Sekretourez	Berc'hed KALLAG
Eil-sekretour	Jean-Michel SANNER
Melestrourien	Goulc'hen An OSTIS Maze BERGOT Lors CALIPPE Katell CHANTREAU Nathalie DIALLO Yann-Ildut GALLIOU Gwendoline JEZEQUEL Yann-Charlez KAODAL Bernez KERE Fabienne LAVIGNE Joël LE BARON Virginie LOUVION Corinne ROTACH Laure VANDENBROUCKE Maiel YVON